



# CHANSON

## *CLOAREC PEMPOUL.*

Var eun ton superb.

---

ENTRE qæric Pempoùl ha stang an Abaty  
Eus eur c'hloarec yaouanc o poursu e studi,  
Hac en deus compost eurzon d'e vestres coant,  
Evit e bassetans ha decor tud yaouanq.

Divar menez Crec'h-Noa, pa vezàñ em repos,  
Me a ell hep fazia contempli eiz paros :  
Kerity hac Yvian, Perros ha Lanviniec,  
Plourez ha Plourivo, Plounez ha Plorennec.

Ouspen e contemplàn ar pêvar elemant :  
Ar môr gant e lestri e costez al Levant,  
An douar er c'huz-eol, fructifiet gant poan,  
An aér a ziouc'h va fenn caëroc'h eguet an tân.

Ouspen e remerqàn costez tri dioces :  
Sant-Brieuc ha Treguer, ha Dol hep tromplerez,  
Extremite Bro-Sauz ha Rouantelez Franç,  
Hanvet scol ar vertuz, cabinet ar sianç.

Noblançou a blezanc, decoret a goajou,  
 Qestel, ha tiez-goard cāgued eus a armou,  
 Enezennou fertil, antouret gant Neptun,  
 Hac havrou freqantet var o zro zo commun.

Ma ve libr va lagad, en deffe plijadur  
 D'ar c'houlz n'apparis mui mab ena an natur,  
 O velet ac'hane mouvamant an ênvou,  
 Sclêrijen ar stered hac ar planedennou.

Goechal, pa voan disqib d'Aristot ha Platon,  
 N'en devoa va speret nep satisfaction  
 Nemet o vedita var levriou ar sianç,  
 Ouz o c'honsideri n'em boa qen passetans.

Amzer a vag peptra, n'en deus mui a charmou,  
 Gouarner ar galon am dalc'h en e lassou :  
 Eur pech zo en Pempoul zo re grén a ressort,  
 Am dalc'h da languissa en despet d'am oll effort.

Reculit oll adrén, rarenteou Grec'h-Noa,  
 Noc'h eus mui abouvoar da rei d'am c'halon joa;  
 Er guæric a Bempoul emâ va flijadur,  
 Eno ma va Mestrez, eur guenet dreist-natur.

Calliop, Polymni, Terpsichor, Erato,  
 Urani, Melpomen, Euterpe ha Clio,  
 Ha c'houi ive, Thali, c'hoar leun eus a furnez,  
 C'houi a voar an doare, me invoq hoc'h adres.

Exaucit va feden, Jenitor Jupiter,  
 Quittaît an dezert hac antreit en qær ;  
 C'houi a voar an doare, quittait prompt ho plaç ,  
 It da gaout va mestres, grit dîn antren e graç .

Secondit Cupidon da essât e gounit ,  
 Ouz e rebellion implich da oll gredit :  
 Gra dezi va c'haret qement ha m'e c'haràn ,  
 Pe laq-hi da zêvi guénén er memes tân .

Poursuiv anei erfin , lavar dei , Immortel ,  
 E deus e Kerity eur servicher fidel ;  
 Represantit dezi e zòn prest da vervel ,  
 Mar qendalc'h da veza em andret quer cruel .

Mercur , ambassader , tad ar sperejou mad ,  
 Messager eloquant , cass dezi va mennat ;  
 Digor da ziou esquel ha nij prompt dre an ær ,  
 Hep tenna da halan , disqen ébars en qær .

Abord-hi em reqet , gra dezi compliment ,  
 Sezis dre rôsoniou ha dre gomzou charmant ,  
 Ha tenn eur cedulen qent retorn var da c'his ,  
 Sinet em avantach gant an dorn am languis .

Mes mar chomfe bepret en e opinion ,  
 Degas dîn Lachesis , Attropos ha Cloton ;  
 Degas memes ar Maro , armet a peb gallout ;  
 Dre ar maro didruez da rei fin d'am hirvoud .

Erfin, bet diganti eul lincel griet mad,  
 Eun archet hac eur bez evit fin va laqat;  
 Ha ma car va buiez , e devo plijadur  
 Da viana d'am maro, o rîi din sepultur.

Beza e deus pouvoar da gommard d'ar maro,  
 Ha me demeus va bez a zavo p'am galvo :  
 Me zavo ac'hane, ressuscitet gant gloar,  
 Evit e admira evel eun eil Lazar.

Biscoas an Ameriq, daouest d'e oll bompad ,  
 N'e deus güelet quer caér, qen deread.  
 Na biscoas an Asi, gant oll fertilité,  
 N'e deveus produet hevelep rarente.

Disqen en qær Pempoul, querz dre ru an Ilis,  
 Ha tach da flechissa an objet am languis,  
 Ha na espern netra er seurt occasion ,  
 Evit gonit e speret ha rei joa d'am c'halon.

Impalaer puissant, Monarq victorius,  
 Mab ena an ênvou, fidelite Venus,  
 Laqa en he c'halon ar bir lem am blessas,  
 Ma teuy en bêr amzer evit va renta yac'h.

Me stago ouz va brec'h dorn divin Appelles,  
 Al liou caer em boutiq hac em penn an adres  
 Da denna e fortret da gasse d'an Occidant,  
 Da gass ebars er Sud, en Nord hac el Levant.

Eur mennat a ràn c'hoas qent disqen er Menez;  
 Me a garre plijout da galon va mestrez :  
 Rouanez ar Muset, ho pet attantion  
 Qent ma zìn da repos canomp dezi ar zòn.

FIN.

---

## CHANSON NEVEZ,

*Var sujet eun ozac'h zo bet fouettet gant e vreg.*

*Var ton : Bretonet, d'en em divertissa.*

---

**C'**HOANT am bez d'ho laqat da c'hoarzin,  
**C'**Pa glêfot petra zo c'hoarvezet  
 Gant eun Ozac'h demeus ar vrô-mâ, daïc tala,  
 Gant eun Ozac'h demeus ar vrô-mâ  
 A zo het fouettet gant e vreg.

An den-mâ a ranqe lusqellat,  
 Ha mont ive bemdez d'ar ster,  
 Ha ma na blije qet an dillat, daïc tala,  
 En divije bazadou leiz e ler.

Qê pront da lusqellat ar buguel,  
 Sqüs ê va fenn oc'h e glêvet,  
 Pe ma qemeràn eur geuneuden, daïc tala,  
 Va mignon, me raï did monet.

Va fried, arabat e fachac'h,  
 Monet a rân da lusqellat :  
 Cousquit aze, va mabig bian, daïc tala,  
 Mar fach ho mam ne m'oun qet net.

Yan, ret e dec'h sevel ar buguel,  
 E domma hac e valluri,  
 Oza ar yot, qempen an ty-màn, daïc tala,  
 Güelc'hi podou ha scudelli.

Me ya da dy va amazeguez  
 Da gozeal eun nebeut c'hoas ;  
 Preparit lein aben ma teuin, daïc tala,  
 P'autramant ho po fest ar vas.

Qemeret ho plijadur, va fried,  
 Me yêlo doc'h avertissa ;  
 Caout a refot pep tra preparet, daïc tala,  
 Aben ma teufot da leïna.

Va fried, pa vo ho commodite ,  
 Prest ê lein, trempet ar zouben ;  
 Me a ya va-unan da zervicha, daïc tala ,  
 Da laqat güin en ho qüeren.

Yan, qeit ha ma vezin e leina ,  
 Laqit buan dour var an tân ,  
 Da voelc'hi plajou ha scudelli, daïc tala ,  
 Ha pôdes va mabig bian.

Yan, amâ e zeus chomet souben ,  
 Debrit hervez hoc'h appetit ,  
 Hac esqern a zo mad da grignat , daïc tala .  
 Mes na douchit qet ous ar c'hiq.

Va friet, me a esse eur banne ,  
 Eur zec'het bras a meus bremâ.  
 Qemer da veren eta , mèvier, daïc tala ,  
 Teac'heus c'hoant eus a bep tra.

Mont a ra da rinça e veren ,  
 Eur maleur gantàn zo c'hoarvezet:  
 Gant ar bres en devoa d'e voalc'hi!, daïc tala ,  
 Etre e zaouarn ê torret.

Chom a eure a genn estonet ;  
 Ma lavaras en eur grena :  
 Eur maleur zo ganén arruet, daïc tala ,  
 Torret ê va güeren , emezâ.

Jarnicoton , eme Jacquette ,  
 Bremâ ni a zanco ar bal :  
 Tennit ho praguezen , va mignon , daïc tala ,  
 M'ho p'o an disciplin ractal.

Taflica , flaca a bep costez ,  
 Me ho tisco da derri güer ,  
 Na netra demeus an tieguez , daïc tala ,  
 C'houi oar ervad an traou zo quer.

Va fried, ho pet ouzin truez,  
 C'houi laqai ar goad da redeg ;  
 Me esse qent güin gant va boutes, daïc tala,  
 Eguet terri güeren ebet.

Güisquit ho praguezen , va mignon,  
 Hac it da riñça ar pôd-se :  
 Divoallit na dorfac'h davantach, daïc tala,  
 Netra ebet en ho pue.

Qenta tra a dori en ti-màn ,  
 Me a grogo ouz bleo da ben ,  
 Ha memes tra ouz da ziouscouarn , daïc tala,  
 Qen a zeuint qeit ha re eun azen.

Diouzin-m'eta, goaset yaouanq,  
 Tachit da blijout d'ho craguez :  
 Divoallit na viot re vechant, daïc tala ,  
 Pe viot fouttet coulz ha me.

FIN.